

Communiqué de presse

YAOUANK2016

ROAZHON|RENNES NOVEMBRE

En 2016, 18ème édition du Festival Yaouank

Frénétique, saisissant, électrique, détonnant, authentique, feutré, rythmé ou encore transcendant... le festival **Yaouank**, vous réserve cette année encore bien des **surprises**.

Yaouank incarne un concept **unique**, plaçant la musique bretonne au **cœur** des musiques **actuelles**. Le festival propose des événements tels que des **festoù-noz**, **concerts**, **rencontres** et **créations**.

Durant trois semaines, de nombreux **lieux culturels** de la **capitale bretonne** (les Champs Libres, le 1988 Live Club, le 4Bis,...) résonneront des pas de **danses rythmés** de milliers de festivaliers. Investissant les petits lieux de spectacles de Rennes, le Yaouank BisTro fera également sonner les cafés-concerts de la ville avec une programmation artistique aussi **éclectique** qu'elle comporte de recoins !

Le festival, ponctué chaque année par le plus grand fest-noz de **Bretagne**, au MusikHall – ParcEXPO de Rennes, est un véritable concentré **d'inventivité**, de **puissance**, **d'exaltation** et de **danses** à faire résonner le parquet jusqu'au bout de la nuit.

Pour cette nouvelle édition, plus que jamais, **Yaouank** mérite son nom, chaque participant retrouve **l'énergie** d'une jeunesse trépidante.

Yaouank persiste et signe, 2016 verra encore plus grand !
La scène du **Hall 5** consacrée aux groupes émergents de la **musique bretonne** ne va pas cesser de vous étonner. Toujours plus grande, toujours plus **inventive**, les groupes de demain sont aujourd'hui à **Yaouank**.

Parfaitement inscrit dans son temps, redécouvrez l'évènement **Yaouank** sous des **tonalités** toujours plus **évolutives** ! L'éphémère de la nuit vous entraîne au bout des **mondes musicaux**, par la **diversité** des groupes qui s'y produisent. Au petit matin, seuls vos orteils, et un doux murmure musical dans vos oreilles, se souviendront de la nuit !

Retrouvez toutes les informations sur **yaouank.bzh** et

sur les réseaux sociaux



Skeudenn Bro Roazhon
8 straed / ru / rue Hoche, 35000 Rennes
02 99 30 06 87 / skeudenn@orange.fr
site : skeudenn bro roazhon

Kemennadenn d'ar gazetennerien

YAOUANK2016

ROAZHON | RENNES NOVEMBRE

E 2016, 18vet Gouel Yaouank

Entanet, estlammus, tredanek, tarzhus, diles, sioul, lusket pe dreist da bep tra zoken... **Souezhet** e voc'h gant gouel **Yaouank** er bloaz-mañ c'hoazh.

Ur mennozh **dibar** hag a ro da sonerezh Breizh ur plas **kreiz** e-touez ar sonerezhioù **a-vremañ** eo **Yaouank**. Kinnig a ra darvoudoù evel **festoù-noz**, **sonadegoù**, **kejadenoù** ha **krouidigezhioù**.

E-pad teir sizhun e vo klevet **pazioù dañsoù lusket** miliadoù a zañserien e meur a **lec'h sevenadurel** eus **kêr-benn Breizh** (ar Maezioù Franck, ar 1988 Live Club, ar 4Bis,...). Yaouank BisTro a vo ivez e lec'hioù bihan eus Roazhon kustum da ginnig abadennoù. Lakaat a raio tavar-nioù-sonadegoù kêr da dregerniñ gant ur programm **arzel** ken digor ha ma vo liesseurt.

Ar gouel, a vez klozet bep bloaz gant fest-noz brasañ **Breizh**, er MusikHall – Parc EXPO Roazhon, zo leun a **spred-krouiñ**, a **nerzh**, a **virvilh** hag a **zañsoù** ken na zassono al leur-goad betek fin an noz.

Muioc'h eget biskoazh ez eo dellezek **Yaouank** eus e anv er bloaz-mañ, pep hini a adkavo **startijenn** e yaouankiz nerzhus.

Derc'hel a ra **Yaouank** gant e hent, brasoc'h c'hoazh e vo an traoù e 2016 ! Souezhet e voc'h bep tro gant leurennad an **Hall 5** gouestlet d'ar strolladoù o tont da vezañ brudet e **sonerezh Breizh**. Bepred brasoc'h, bepred **ijinusoc'h**, warni e vo gwelet strolladoù brudet warc'hoazh.

Gwriziennet eo da vat darvoud **Yaouank** en e amzer. Deuit da adkavout **tonegezhioù** war **neveziñ** bepred ! Gant an noz dibad e voc'h kaset betek penn pellañ ar **bedoù sonerezh**, dre al **liesseurt** ma vo ar strolladoù. Da darzh an deiz ne chomo nemet ho pizied-treid hag ur sonig bennak en ho tivskouarn da gaout soñj eus an nozvezh !

Adkavit an holl ditouroù war **yaouank.bzh** ha

war ar rouedadoù sokial



Skeudenn Bro Roazhon
8 straed / ru / rue Hoche, 35000 Rennes
02 99 30 06 87 / skeudenn@orange.fr
site : skeudenn bro roazhon